

# EUR VOUEZ A ZAV

Komzou : Visant Seité

An Azvent Ton : "Creator alme siderum"

♩ ≈ 80



1. Eur vouez a zav euz lein an neñv, Dre oll e youc'h u - hel ha kreñv:  
2. "Sa - vit 'n ho-sav, o tud klou - ar, Tro - it ho sell diouz an dou - ar,  
3. Gal - loud ha gloar, e - nor be - préd, D'an Tad, d'ar Mab, Sal - ver ar béd;



1. Te - hit, te - hit huñ - vre - ou koz, E - ma er - ru ske - duz an noz.  
2. Gwe - lit, di - ja an noz a skéd, E - ma o tond Sal - ver ar béd."  
3. Meu - leu - di d'ar Spe - red San - tel Hed ar c'hant - ve - jou peur - ba - del.

1. Eur vouez a zav euz lein an neñv,  
Dre oll e youc'h uhel ha kreñv :  
Tehit, tehit huñvreou koz,  
Ema erru skeduz an noz.
2. "Savit 'n ho-sav, o tud klouar,  
Troit ho sell diouz an douar,  
Gwelit, dija an noz a skéd,  
Ema o tond Salver ar béd."
3. Galloud ha gloar, enor bepréd,  
D'an Tad, d'ar Mab, Salver ar béd ;  
Meuleudi d'ar Spered Santel  
Hed ar c'hantvejou peurbadel.

## UNE VOIX SE FAIT ENTENDRE

1. Une voix se fait entendre aux cieux,  
Elle clame haut et fort :  
"Fuyez, vieux rêves, fuyez,  
Voici que la nuit se fait lumière.
2. "Debout, hommes craintifs,  
Détournez vos regards de cette terre,  
La nuit est déjà brillante,  
Voici que vient le Sauveur du monde."
3. Puissance, honneur et gloire au Père,  
Au Fils, Sauveur du monde;  
À l'Esprit Saint,  
Pour les siècles éternels.